

**Canaouen**  
**evit ober eun dans trô**

**Var an ton prim**

Biscoas ne c'hoarzis qement all  
Vel en Pontecroas an deiz all,  
O velet, goude ar zermon  
ar biniou gant ar person.  
5 Dansit, merc'hed, ha grit ar bal,  
ha list ar c'hure da champal.

Ne meus qet allet refusi  
merc'hed a zo deut d'am pedi  
Da gomposi eur gavoten,  
10 Evit ma hijint o losten.  
Dansit ...

En despet da guement a zo,  
Dans a zo bet, dans a vezo.  
injust ha cris e ve difen  
15 d'an dud yaouanc beza laouen  
Dansit ...

Me voar ervat petra zo cos  
Eo grignous atao ar re gôs :  
Ellout a rent, mes n'ellont mui  
20 Dansal ha lamet coulz ha ni.  
Dansit ...

Pa vezot scuis o labourat,  
Deut da ziscuiza d'an ebat ;  
N'eus netra coulz hac an draze,  
25 Güelloc'h e cousqer goude ze.  
Dansit ...

Mes na bermetit qet james  
E ve tud fall en ho touez ;  
neus na plijadur nac ebat  
30 nemet en compagnunez vad.  
Dansit, merc'het, ha grit ar bal,  
ha list ar c'hure da champal.

fin

Vel *e* Pontecroas an *dez* all,  
O velet, goude ar *sarmon*,

Dansit, *merc'het*, ha grit ar bal,  
ha *lest* ar c'hure da champal.

*Nemeus* qet *gallet refuzi*  
*merc'het* a zo deut d'am pedi  
Da *gomposi* eur gavoten,  
Evit ma *ijint* o losten.

En despet da *g'ement* a zo,

d'an dud *yaouanq* beza laouen

Me voar *erfat* petra zo cos

*Gallout* a rent, mes *n'allont* mui  
Dansal ha lamet *couls* ha ni.

Pa *vezoc'h* scuis *e* labourat,

N'eus netra coulz *hag* an draze,  
*Goelloc'h* e cousqer *goudeze*.

neus na plijadur *nag* ebat

- 249 -

**Chanson  
pour faire une dañs trô**

**Sur un air alerte**

- Jamais je n'ai autant ri  
 Qu'à Pont-Croix l'autre jour,  
 De voir, après le sermon  
 Le curé avec le biniou.
- 5 Dansez, les filles, faites le bal,  
 Et laissez le curé trépigner.
- Je n'ai pas pu refuser,  
 Des filles sont venues m'inviter  
 A composer une gavotte,  
 10 Pour qu'elles secouent leurs jupons.  
 Dansez ...
- Malgré tout cela,  
 Des danses il y en eut, des danses il y aura.  
 Ce serait injuste et dur de défendre  
 15 Aux jeunes gens d'être joyeux.  
 Dansez ...
- Je sais bien pourquoi  
 Les vieux sont toujours grincheux :  
 Ils pouvaient, mais ils ne peuvent plus  
 20 Danser et sauter comme nous.  
 Dansez ...
- Quand vous serez fatigués de travailler,  
 Venez vous reposer au bal ;  
 Il n'est rien de pareil à cela,  
 25 On dort mieux après cela.  
 Dansez ...
- Mais ne permettez jamais  
 Qu'il y ait des mauvaises gens parmi vous ;  
 Il n'y a de plaisir, et d'agrément  
 30 Qu'en bonne compagnie.  
 Dansez, les filles, faites le bal,  
 Et laissez le curé trépigner.